

249

hac e multo no uerze

grat oues de uolente.

(16.10.10)

malen, ha chon, medee a deye

mar' bey, uilow breuna gicir,

surpreuet a uel digentan

ha quereit d'indie e uis!

quitar' bis no desycajet

hac euel eue qut' b'etot.

Electus, Electus!

Dar' e habet bezit bechum!

(2. u. col.)

Relation

Eus a restriction Messin, e uolente Naples, 1783.

Petini p'ouet dre ar g'icene uant d'uar, hed' e deue,

end'ee p'ouet ar uenejou, ar g'icney, d'ist'act ar

uic'icene, d'ist'act ar all d'yes ha ar il'icue, d'ra u'lan

h'urcept a p'ouet' eus ar d'uar, g'ic'et' all, g'ant

eue d'now ar' h'ou'ic'ue, ha e' d'ue b'ud'ic'et

all' t'uo u'ar' d'ra, ha d'ist'act all' g'ic'et' e' e

d'ue'ue b'ue, ha u'ent'et ar' u'ic' - ye all' ou'ic'ue d'ep'et.

230

Cantique

Dar an malediction éruet e m'hestin, en rumantel
 hapler, en itati, dre an greson m'ant d'avar,
 en bloa 1783.

Dar ker: Calves gallet
 Drindet saulek, rail dar d'horag dur,
 ha chon inez, guereker harig,
 Dar ziseb'ria dar sketaned
 malediction en m'hestin éruet.

Ab e ya brevia d'an daoulen
 Dirac an Nojesta Divin,
 Dar bedir'zent na sentepet
 Dar aezge hon adrecaadet,
 blasphemator, tacer Doue,
 p'roue a ne arburant, dide?
 penad e'ls elles-te beva
 ger j'ousis ha ma zent brevia?

Clévil penes e prunister
 rigorusement ar pecher
 a d'oupa blasphem ger malediction

Ret halle d'oeuvres oues en jener.

Un thesaur a q'ous thourvojet
 m'atencion q' horraup m'arbat
 Dre au d'ouar a tout da g'acua,
 an reys, an g'ouey a p'acilla.

N'oa get da uant d'an ebatou,
 d'an dançou, na d'an ebatou
 & ttejet s'oujat en reço-ge
 en d'evizian a volerije.

reeta réta naudenou
 an bebb en pecc d'an ilian,
 Da impluri p'ardou d'acce
 g'out uant d'irac a vajate.

Cui vije'n galon na vœcelje
 en ilian nep a vije,
 C clêvet eriat pardon! pardon!
 ha d'an peccet remission.

Meller nombre au habitantet
 a q' e' v'ro-ge perisset
 iei a rin heppen ~~an~~ a breje

67. Les a valentines en mariage.

Un chant d'ounguet Kuer' d'istrujet,
 Reges, iliane discreet,
 hept na gneres nept d'igelo.
 Na meçç a nicen arceçç.

Eno neççes netra a hameç
 Na tuc na seurt amicalot
 Ena hameç va d'au neçç a gauche
 Ena a galon en gementa;

Peçç tra eno çç d'istrujet,
 Enet na neçç fin ar bed:
 Dispreççet en en heççetou,
 ar reççer hae ar riveççon
 ar vein a deu deu en frailla,
 ar goney, en douar da ççuilla,
 gement a ççua çç d'istrujet.
 ar neçç çççen deççet reutet.

Ena preççet seutet, charitabes
 Enit ar boerieu faveççes
 a voa nar beççen e ççuilla

vell' à pleurer sur mesl' d'écrit.

Par vos v'p'ia galon,
 gant feiz ha gant devotion,
 e vos stringet sur ardehan
 e mes d'oues en douance,

an den gantet a vos reutes
 tost d'eiz e'halvan, hep drangust,
 E lez m'oe nac n'oe ha nac de
 o p'ed' an autouen Dace,

P'oe an ouper-se achuet,
 e chab' an all habitetlet,
 hac a'fed a greiz e galon
 da redueble a devotion.

neuzt e celeb' an ofren
 en gl'ar an autouen Souverain,
 D'oben representation
 a v'p'ia e b'assim.

Par vos e'ganisation
 hac en brassa devotion,
 an d'ec'hey p'apperitet

3^{me} Pèzeu he deu resideralel.

Heure, p'cessant l'au d'excuse
 D'uns he mesjete d'excuse,
 E d'excuse a s'au g'atou
 D'au he benediction.

Gièrchez Nari, man d'au he man,
 grit he excus d'excuse he man
 man plij g'atou he man
 D'excuse he est ingratou.

gent n'ive au d'excuse achuet,
 au èe au n'ive d'excuse,
 au est excus a deu d'excuse
 au d'excuse d'excuse d'excuse.

Abolucione bras v'ch au d'excuse
 au messin, s'excuse d'excuse
 g'ant au t'au he au g'antou
 redoublement est he d'excuse.

Excuse v'ch au d'excuse, s'excuse d'excuse,
 au messin bras au au d'excuse.

En breuviers nos les pieds
 D'ouy au l'air l'air au grommon
 Pa moult en la terre m'ill'air l'air
 En est en au de a j'ingemant,
 A nous d'oult en a l'air l'air,
 Curmen au Neroluy, bouiguet.
 Messen recite l'air m'air l'air,
 En hoch enoy, m'air l'air l'air,
 A nous d'oult en a l'air l'air,
 D'ou d'ou, au curmen, au l'air l'air.
 Grit, d'ou hoch intercession,
 cur d'ou d'ou grommon d'ou, l'air l'air,
 Ma ell'air d'ou m'air d'ou l'air l'air,
 D'ou d'ou au l'air, d'ou d'ou d'ou d'ou.

Giver au nous grommon ha l'air l'air.
 l'air l'air d'ou d'ou d'ou d'ou d'ou.
 Potra au a nous grommon l'air l'air,
 ma l'air d'ou d'ou au grommon l'air l'air.